WIKIPEDIA

Dagbaeg

Ur yezh nilez-saharek eus skourr yezhoù soudanek ar c'hreiz eo an **dagbaeg** (*dagba*) komzet gant tro-dro da 40.000 den e Republik Kreiz Afrika.

Gwelet ivez

- Yezhoù nilez-saharek
- Yezhoù soudanek ar c'hreiz

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagbaeg&oldid=179672 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 12 Mez 2007, da 10:58.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.